

G.....

Y.....

Ar poentadur - la ponctuation.



La **ponctuation** est l'ensemble des signes qui aident à se repérer dans un texte.

La **virgule** sépare des groupes de mots.

Da skouer : *Kozh on, blev gris am eus...*

Les **tirets** ou les **guillemets** (ar **skrabigoù**) indiquent que quelqu'un parle.

Da skouer : - *Piv eo?*
 - *Mamm-gozh eo!*

Da skouer : « *Kozh on* » a lavar ar vamm-gozh.



Sterenn CAZUGUEL KERLEGUER

Ar restr-mañ a zo dindan an aotre-implijout Creative Commons BY-NC-SA <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Skeudennaoueg TES <https://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/>



G.....

Y.....

Ar poentadur - la punctuation.



La **ponctuation** est l'ensemble des signes qui aident à se repérer dans un texte.

ur **pik-goulenn** (un point d'interrogation)

ur **pik-estlamm** (un point d'exclamation)

pikoù (les points de suspension)

ur **virgulenn** (une virgule)

Piv eo?

N'ouzon ket....

Mamm-gozh eo!



Divin 'ta!

Kozh on,
blev gris am eus ha plijout a ra din
fardañ krampouezh.



Sterenn CAZUGUEL KERLEGUER

Ar restr-mañ a zo dindan an aotre-implijout Creative Commons BY-NC-SA <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Skeudennoù : skeudennaoueg TES <https://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/>



**Kloka ar frazennoù gant ur pik-goulenn
pe ur pik-estlamm.**

Fall eo an amzer



Pet eur eo

Pelec'h emañ Lena

**Kloka ar frazennoù gant ur pik-goulenn
pe ur pik-estlamm.**

Pet vloaz out

Oc'h ober petra emaout

Pegen kozh eo



**Kloka ar frazennoù gant ur pik-goulenn
pe ur pik-estlamm.**

Pebezh amzer



Petra eo se

Piv eo

Yezhadur

Ar poentadur.



1

Kelc'h ar bikoù-estlamm e glas, ar bikoù-goulenn e du hag ar bikoù e ruz.

Deus 'ta !

Petra 'peus graet ?

Aon am eus bet !

Piv eo ?

Ur c'hazh am eus.

Brav eo Aziliz.

2

Kloka ar frazennoù gant ur pik-estlamm pe ur pik-goulenn.

Pet eur eo

Petra eo da anv

Peur 'vo ar vakansoù

Naon am eus

Didrouz

Piv a oar ober krampouezh

3

Kloka ar frazennoù : mankout a ra daou bikoù, ur pik-goulenn, ur pik-estlamm ha div virgulenn.

Aet e oan da bourmen er c'hoad

Gwelet em eus

ur c'hi

ur c'hazh

ul logodenn hag ivez

ul louarn

Pegen brav e oa ar c'hoat

C'hoant 'peus mont ganin warc'hoazh

Kelc'h ar bikoù-goulenn.

O c'hoari emañ ar skolidi.

Ne ra ket glav ?

Pe oad out ?

Pelec'h emañ Alwena ?

Na yen eo an amzer !



Kelc'h ar bikoù-goulenn.

Pe liv eo al levr-se ?

Pegen trouzus eo !

Pet eur eo ?

Pegen bras out !

Gallout a ran mont d'ar privezioù ?



Kelc'h ar bikoù-goulenn.

Piv eo ?

Ma c'hoar eo.

Deuit 'ta !

O lenn emañ Denez ha Gael.

Pegement eo ?



Kelc'h ar bikoù-goulenn.

Pet vloaz out ?

Gallout a ran skrivañ an deiziad ?

Pebezh ki !

Yaouank eo Klervi ?

Azezit !



Kelc'h ar bikoù-estlamm.

O flapañ emañ ar skolidi.

Brav eo an amzer !

Pebezh trouz !

Pelec'h emañ Korentina ?

Mont a ran da welet ma zad-kozh.



Kelc'h ar bikoù-estlamm.

Plijout a ra din kanañ.

Pegen trouzus eo !

Debriñ a ran bemdez er skol.

Petra a welez ?

Na yen eo !



Kelc'h ar bikoù-estlamm.

Nag a dud !

Pegen kreñv eo !

Emaint o c'hoari er gêr.

Enora a zo o kousket.

Pegen jentil eo !



Kelc'h ar bikoù-estlamm.

Mont a ra Loeiz d'ar skol.

Penaos eo an amzer hiriv ?

Pegen diaes eo ar boelladenn !

Mont a ra mat ganit ?

Nag a c'hlav !

